

Comtess a welo.

Eun den yaouank gant an hent o vonet
eur voezik voan a neveys bed klevet
eur verjeren o vessa e devet.

Bonjour dec'h berjeren vessaoures denvet
Da biou e ar chanson ze pini a ganet
Ne dar princess ar comtess a weto
a zo gwilloudet eun daou pe eun tri de zo
a bean e vriet var ar mor tri bla zo.

Dallet berjeren eur yalc'h anter kant scoet
Kanet o chanson e c'hanet gé po pred.

me kleo ma mam trous an taboullino
gant ma breur kaer ma man ari dar vro
gant an zo de(u)t tric'hant a soudardet
a kement all demeus a dragonet

Dallet ma mam dallet ma alc'hoerio
a reiñ dam c'hoar ar gaeran ma habijo
a reiñ dam c'hoar ma habit archantet
a nac'het kren na po ked ma goelet.

A reiñ dam c'hoar ma habid incarnal
Presentet i dar prinç pa arrio er sall

Bonjour doc'h princess gant o dentellez arc'hant
O feçon a discuell oc'h eur plac'h patient

O feçon a discuell oc'h eur plac'h fur meurbet
Na neo ket c'hwi a zo dime dimeet
Na neo ket c'hwi a zo dime dimeet
Ne o c'hoar enan a renkan da kaet.

– Klevet ma mam pera en deus laret
ma c'hoar enan e renko da kaet
a me, siwaz, biskoas c'hoar na meus bed

– a trao Doue ma merc'h ni zo tout klaharet
Laret ra ar prinç e renko o kaet
tollet en deuz voar an dol o poltret.

– Dallet ma mam dallet ma alc'hoerio
 a reït tu din distera ma habijo
 a reït tu din ma habid incarnall
 ma hin gantan da souffr ar maro dar sall

a reït tu din ma habid a kanvo
 a vo mad din na da souffr ar maro

– Bonjour dec'h princess gant o habid incarnall
 indan an habid ze e douget o klahar.

Bonjour dec'h princess pell bras oc'h o donet
 nag aond o c'heus da vean droug dimeet

– me na meus ked aond da vean droug dimeet
 med aond a meus na ven ked re garet.

ar sa ta princess na dime e leret
 Pellech e ma merch pe vab pini a c'heus ganet

– me a utur fontan evel aman er plad
 mar a meus biskoas ganet na merc'h na mab

me a utur fontan evel aman er pod
 mar a meus biskoas ganet na merh na pot

– en kreis ta galon dime gaou a lerez
 Dibren e da zillet en gis deur vagerez

sonet ma sonerien sonet ar gaboten
 ma c'hai ma douç a me de c'hober dar plenen

– me zo tri mis anter zo boe ma on gant an derrien
 na nom me ked kapab d'ober ar gaboten

eur pass pe daou a drën e ché tec'het
 e gleve eni a neveys bed plantet.

Zonet ma sonnerien zonet bars en kanvo
 O intanv e c'he adare ar c'hont deus a voëto

Seitek princess dime a zo dimeet
 eb ini ne na neus bed eureujet.

na neo ouman ar gontess a Painblan
a lakai ma halon da ranan.

Comtesse de Goelo.

eun dimezel iaouank deus ar ger a Naonet
a zo dimeet nao mis zo eureujet na ne ket
eun tri p(ev)ar de zo e he guilioudet

Pini a zo dimeet dre eur c'hass lisero
Da vraouen prinç iaouank a vale en poëto

eur paourik bihen e vessa e loened
a kane son newe pa'n dev(o)a e disket
eur c'havalier iaouank o retorn deus an arme
A klewas ar paour bihen o kana e son newe

De ta paourik bihen na kanet ar zon ze
na hini a ganac'h prema souden aze

Sallokroas otro na rin ked
ma breur zo war ar mor aon a meus na ve beued

De ta paourik bihen kanet ar son ze din
a pa koustfe triwarc'h Diner peb poss anei din

Sallokroas otro na rin ket
ma breur zo woar ar mor aon meus na ve beuet.

Paourik bihan kanet ar son ze
Pe me ia dez treuzi breman gant ma c'hlewe